×

Liberar os Logradouros para Atualização no GSAN

O objetivo desta funcionalidade é a atualização em ambiente "Batch" do Endereço dos Imóveis e Clientes a partir das informações transmitidas do ambiente GEO, podendo ser acessada no caminho Gsan > Cadastro > Endereço > Liberar os Logradouros para Atualização no GSAN.

O sistema realiza a validação das matriculas dos imóveis, dos códigos de logradouro, bairro e município, tipo, título, CEP no GSAN. As informações inconsistentes serão geradas em um arquivo de erro e excluídas do arquivo de atualização (EX: Código de logradouro inexistente, matricula inexistente, bairro inexistente, etc). Cada matricula pode conter uma ou mais mensagens de crítica. Também será verificada a geração dos relacionamentos Logradouro&Bairro e Logradouro&CEP, e a rotina de validação fará a geração dos relacionamentos que não foram encontrados.

O usuário comanda a atualização dos dados dos logradouros. O sistema apresenta um quadro resumo das atualizações realizadas no ambiente do GEO, em relação aos dados existentes no GSAN quanto aos logradouros e os imóveis associados.

O usuário informa o Município desejado para atualização e, ao clicar no botão <u>Selecionar</u> serão exibidos os logradouros transferidos do ambiente GEO do município selecionado.

Opcionalmente, o usuário poderá gerar relatório de todos os imóveis (Modelo 2), ou apenas dos imóveis transferidos de determinado logradouro (modelo 1), clicando no hiperlink dos campos "Qtde Imóveis Transf." e "Qtde Imóveis Total". Caso deseje listar todos os quantitativos associados ao logradouro, o usuário deve marcar o logradouro, ou clicar no hiperlink **Todos**, e, em seguida, clicar no

botão Imprimir (Modelo 3).

Para confirmar os logradouros a serem atualizados no GSAN, o usuário deve marcar os logradouros na coluna "TODOS" e clicar no botão **Atualizar**.

Informe o código do município para atualização no GSAN e clique no botão Selecionar .

update:	aiuda:liborar	os logradouros	nara atualizacao	no asan https://	www.asan.com	hr/doku php?id-ai	uda:liberar o	logradouros	aara atualizacao	no gean&rov-	150/1/1860
13/10/2017	ajuua.iiberai_		_para_acuarizacao_	no_gsan nups.//	www.ysan.com	i.bi/uoku.prip:iu—aj	uua.iiberai_0		Jara_atuarizata0_		1304141009
19:58											

,			Gsan -> Cadastro	o -> Endereco -> Liber	rar os Logradouros para At	ualizaCAo no GSAN
	Liberar os L	ogradouros	para Atualizaç	ão no GSAN		
	Para liberar os logr	adouros para A	Atualização no GSAN	, informe os dados	s abaixo:	
	Município:	1160	RECIFE		8	
						Selecionar
	Cancelar Li	mpar				

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Município(*)	Informe o código do município, ou clique no botão 🕵, link Pesquisar Município, para selecionar o município desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔗 ao lado do campo em exibição.

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os logradouros selecionados.

		Gsan -> Cadastro	-> Endereco -> Liberar os	Logradouros para A	tualizaCAo no GSAN	
Liberar os Logradouros para Atualização no GSAN						
Para libera	r os logradou	uros para Atualização no GSAN,	informe os dados abai	xo:		
Município	p: [11	60 RECIFE	Ø			
					Selecionar	
Logradou	Iros:					
<u>Todos</u>	Código	Nome	Bairro	Qtde Imóveis Transf.	Qtde Imóveis Total	
	12938	RUA SOLDADO MARIO KOSEL FILHO	UR 07 VARZEA	<u>28</u>	<u>28</u>	
Cancela	ar Limpa	ar		Imprimi	r Atualizar	

MODELO 1: IMÓVEIS TRANSFERIDOS

		GSAN - GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO RELATÓRIO DOS LOGRADOUROS PARA ATUALIZAÇÃO GSAN IMÓVEIS TRANSFERIDOS					
	NUNICIP	IO: RECI	FE			F 2,562,	
Matricula	Inscriç S o	Nümero	Complemento	Bairm	CEP	DATA	
Logradouro	. 12938- RUA S	DIDADO M	IARIO KOSEL FILHO				
15374977	094.105.195.00	000,05		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15374985	094.105.195.00	001,17		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375000	094.105.195.00	001,0	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375027	094.105.205.02	000,06		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375043	094.105.205.02	000,02		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375035	094.105.205.02	000,04		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375019	094.105.205.02	000,08		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15375639	094.110.020.01	0020		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375426	094.110.195.10	0053		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375434	094.110.195.15	0052		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375442	094.110.195.19	00051,		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375450	094.110.195.15	00048	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375469	094.110.195.17	00048		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375485	094.110.195.17	0047	CS-1,0000000	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15375647	094.110.220.01	00020	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375655	094.110.230.01	00022		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375892	094.110.245.00	000,05	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375906	094.110.245.00	000,05		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375876	094.110.245.02	ەممە		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375884	094.110.245.03	ാമുദ		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44	
15375493	094.110.343.01	0002		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15376082	094.115.005.04	000,00		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:45	
15375418	094.115.030.06	00060		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43	
15376074	094.115.060.00	000,06		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:45	
15375051	094.115.110.06	00110		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42	
15355905	094.115.239.01	00066	UR7 VARZEA	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:47:59	
15352574	094.120.250.10	000,06	Casa/b	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:47:50	
15356332	094.1,20.400.00	00044	JD.TEREZOPOLI	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:00	
					Total por I	Logradouro: 28	

Total Geral: 28

MODELO 2: RELATÓRIO DOS LOGRADOUROS PARA ATUALIZAÇÃO GSAN

23/07/2025 02:44

			GS	AN - GESTÃO DE	SERV	IÇOS DE SANEAMENT	ro	P.	AG 1 / 1
			RE	LATÓRIO DOS LOGRA	DOUROS	PARA ATUALIZAÇÃO GSA	ы		17/12/2013
									11:10:32
		MUNICIPI	O : RECI	FE					R1,561,
Matricula	Inser	riç S o	Numero	Complemento	Bairn	, ,	CEP	DATA	
Logradouro	5: 1,297	18- RVA <i>9</i> 0	LDADO M	ARIO KOSEL FILHO					
15374977	094.1	05.1,95.00	001,05		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:42
15374985	094.1	05.1,95.00	001,1,7		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:49:42
15375000	094.1	05.1,95.00	00110	CS-A	UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:42
15375027	094.1	05.205.02	000,06		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:42
15375043	094.1	05.205.02	001,02		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:42
15375035	094.1	05.205.02	001,04		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:49:42
15375019	094.1	05.205.02	001,08		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:49:42
15375639	094.1	10.020.01	0020		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:49:44
15375426	094.1	10.195.10	0053		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375434	094.1	10.195.15	0052		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375442	094.1	10.195.15	00051,		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375450	094.1	10.195.15	00048	CS-A	UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375469	094.1	10.195.17	00048		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375485	094.1	10.195.17	0047	CS-1,0000000	UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15375647	094.1	10.220.01	00020	CS-A	UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375655	094.1	10.230.01	00022		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375892	094.1	10.245.00	001,05	CS-A	UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375906	094.1	10.245.00	001,05		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375876	094.1	10.245.02	ەمىم		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375884	094.1	10.245.03	000,03		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:44
15375493	094.1	10.343.01	0002		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15376082	094.1	15.005.04	000,00		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:45
15375418	094.1	15.030.06	00060		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:43
15376074	094.1	15.060.00	000,06		UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:48:45
15375051	094.1	15.110.06	00110		UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:48:42
15355905	094.1	15.239.01	00066	UR7 VARZEA	UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:47:59
15352574	094.1	20.250.10	000,06	CASA/B	UR 07	Varzea	54750-000	04/11/	2013 14:47:50
15356332	094.1	20.400.00	00044	JD.TEREZOPOLI	UR 07	VARZEA	54750-000	04/11/	2013 14:49:00
							Total por	Lograde	ouro: 28

Total Geral: 28

MODELO 3: RELATÓRIO DOS LOGRADOUROS PARA ATUALIZAÇÃO GSAN

			41			
		GS.	AN - GESTÃO DE	SERVIÇOS DE SANEAMEN	ro	PAG 1 / 1
		RE	LATÓRIO DOS LOGRAI	DOUROS PARA ATUALIZAÇÃO GSA	н	17/12/2013
						11:13:23
	NUNICIP	IO:RECI	FE			R1,561
Matricula	Inscriç S o	Nûme 20	Complemento	Bairm	CEP	DATA
Logradouro): 1,2938- RUA <i>S</i> C	LDADO M	ARIO KOSEL FILHO			
15374977	094.105.195.00	0 00,05		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2018 14:48:42
15374985	094.105.195.00	00117		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375000	094.105.195.00	001,10	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375027	094.1,05.205.02	000,06		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375043	094.1,05.205.02	001,02		ur o7 varzea	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375035	094.1,05.205.02	000,04		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375019	094.1,05.205.02	000,08		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15375639	094.110.020.01	0020		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375426	094.110.195.10	0053		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15375434	094.110.195.15	0052		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15375442	094.110.195.15	00051,		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15375450	094.110.195.15	00048	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15375469	094.110.195.17	00048		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
1,5375485	094.110.195.17	0047	CS-1,0000000	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15375647	094.110.220.01	00020	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375655	094.110.230.01	00022		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375892	094.110.245.00	000,05	CS-A	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375906	094.110.245.00	0 00, 05		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375876	094.110.245.02	٥٥٩,٥٩		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
15375884	094.110.245.03	0മുദ്ദ		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:44
1,5375493	094.110.343.01	0002		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15376082	094.115.005.04	001,00		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:45
15375418	094.115.030.06	00060		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:43
15376074	094.115.060.00	000,06		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:45
15375051	094.115.110.06	00110		UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:42
15355905	094.115.239.01	00066	UR7 VARZEA	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:47:59
15352574	094.120.250.10	000,06	CASA/B	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:47:50
15356332	094.1,20.400.00	00044	JD.TEREZOPOLI	UR 07 VARZEA	54750-000	04/11/2013 14:48:00
					Total por I	logradouro: 28

Total Geral: 28

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Selecionar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção do município, com base no parâmetro informado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Imprimir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório que lista todos os quantitativos associados ao logradouro (Modelo 3).
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a confirmação dos logradouros a serem atualizados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:liberar_os_logradouros_para_atualizacao_no_gsan&rev=1504141869$

Last update: 13/10/2017 19:58

